

# HA P'AM BIJE-ME GRAET

Moi si j'avais commis

Paroles de Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face

(Musique : JM Vincent - Traduction & adaptation : T. Gwilhmod / Feiz & Breizh - Partition : LM Salaün / Kan Iliz)

♩ = 72

Ha p'am bi - je - me graet, ke-ment tor - fed a zo, e

3

vir-jennda vi-ken an he - ve-lep fi-zians rak gou-zout a ranmat, nedeo an

6

o - fans ne - met un da-kenndour en un tantad ber-o ne-met

9

un da - kenndour en un tan - tad ber - o

1 - Ha p'am bije-me graet, kement torfed a zo,  
e virjen da viken, an hevelep fiziañs,  
rak gouzout a ran mat, ned eo an ofañs  
nemet un dakenn dour en un tantad berv. (bis)

2 – Ya, ezhomm bras am eus, eus ur galon dener  
a chomfe d'am harpañ, hep gortoz tra ebet,  
am c'harfe penn-da-benn, ha zoken va gwander  
ha n'am c'huitafe ket, nag en noz nag en deiz. (bis)

3 – Nann n'am eus ket kavet, estreget krouadur  
am c'harfe kement-se, hag hep mervel biken  
ezhomm 'm eus eus un Doue, a gemerfe va natur  
evit bezañ va breur, hag a c'hellfe gouzañv. (bis)

4 – Gouzout a ran ervat : an dic'haouennadoù  
n'o deus dirazoc'h-C'hwi, talvoudegezh ebet  
hag evit reiñ ur priz d'am holl sakrifisoù  
e fell din o zeurel 'n ho kalon a Zoue. (bis)

5 – Nann, n'hoc'h eus ket kavet a c'hrouadur dinamm,  
Neuze hoc'h eus roet deomp el luc'hed ho Lezenn  
hag en ho Kalon Sakr o Jezuz e kuzhan  
Ne grenan tamm ebet, rak C'hwi eo va nerzh (bis).